

TRIDAL A RA VA C'HALON

Choral gallois "Mar fawr Wyt ti"

Texte de R. Abjean d'après EX. 15/I-6

2. Brezelour braz eo ive'an Aotrou
Kaloneg eo" An Aotrou" e ano
Stlapet é neus an enebour er mot.
Diskennet int é dounder ar stradou.

3. Ho torn dehou a zo brudet e nerz
Ho torn e-neus flastret an enebour
Ha c'hwi, Aotrou, a reno war ar bed
C'hwi a reno bepred ha da viken.

1. Je chanterai, je chanterai toujours, car le Seigneur m'a sanctifié
Il est ma force, Il est aussi mon Père, Il est mon chant, je le chanterai sa gloire

Mon coeur exulte en Dieu et mon âme rayonne de joie
Que toutes les créatures louent sa bonté, alleluia, alleluia!

2. Le Seigneur est aussi un grand guerrier, il est courageux, "le Seigneur" est son nom
Il a jeté l'ennemi à la mer, les voici au profond de l'abîme

3. Votre main droite est réputée pour sa force, votre main a terrassé l'ennemi.
Et vous, Seigneur, vous régnerez sur le monde, vous régnerez pour toujours et à jamais!



TRIDAL A RA VA C'HALON

Kan a a rin, Kan a arin bepred
Hag an Aotrou en eus va zan tellet
En eo va nerz, en eo iveau va zad
En eo va c'han, kan a arin e c'hloar.

Refrain

Tridal a ra va c'halon e Doué
Ha va ene zo leun a joa,
Krou a du rien meulit e va delez
Alleluia Alleluia.

Brezelour braz eo ive an Aotrou
Kaloneg eo "An Aotrou" e ano
Stlapet e neus an enebour er mor
Diskennet int e dounder ar stradou.

Refrain

Ho torn dehou a zo brudet e nerz
Ho torn e neus flastret an enebour
Ha c'hwi, Aotrou, a reno war ar bed
C'hwi a reno bepred ha da viken.